WIKIPEDIA

Kastell Dinedin

Krogit e-barzh !
Un danvez pennad eo ar pennad-mañ ha labour zo d'ober c'hoazh a-raok e beurechuiñ.
Gallout a rit skoazellañ Wikipedia dre glokaat anezhañ (https://br.wikipedia.org/w/index.php?title=Kastell_Dinedin&veaction=edit).

Ur c'hastell kozh ha brudet, savet war ur garreg, e kreiz-kêr Dinedin, eo **Kastell Dinedin.**

Kastell Dinedin

Adtapet diwar « https://br.wikipedia.org/w/index.php?title=Kastell_Dinedin&oldid=1638560 »

Kemmoù diwezhañ degaset d'ar bajenn-mañ d'an 16 Ebr 2015, da 14:00.

Gallout a reer implijout an testennoù zo dindan an Aotre-Implijout Creative Commons Dereiñ/Kenrannañ diouzh an hevelep divizoù; divizoù ouzhpenn a c'hall bezañ ivez. Gwelet an Doareoù Implijout evit gouzout hiroc'h.